

Pempvet Pred : l'educ pop' dans le mouv' Follenn-enskrivañ

Kasit ar follenn-enskrivañ hag ar chekenn (war anv Héloïse Berthet*) d'ar 25 a viz Eost 2012 d'an diwezhañ da Héloïse Berthet, BL 12, 27 hent Brest, 35000 Roazhon

Anv ha anv-bihan :
Chomlec'h :
Pellgomz : Postel :
Deiziad ganedigezh :

Bet oc'h bet :

stajiad DABU stajiad DARE stummer
 buhezour pe rener kampoù brezhonek all
Peseurt boued a blij deoc'h debriñ evit ar 5vet pred ?.....
.....

Prizioù

	Tud gour	Bugale (adalek 3 bloaz)
Pass dibenn-sizhunvezh	25€	10€
Sadornvezh	20€	5€
Sulvezh	15€	5€
Kouskva (60 plas)	10€ (Gwener ha/pe Sadorn)	
Kampiñ	digoust	

Ar vugale zo dindan kiriegezh o zud. Moaien a vo d'ar gerent strolañ ar vugale en ul lec'h-c'hoari.
An dud yaouank n'int ket 18 vloaz c'hoazh a rank kas un aotre sinet gant o zud asambles gant ar follenn-enskrivañ. Kiriak int.

Dibab :
Sammad da baeañ : €
Evezhiadenn :

Perzh a-youl vat

Dibabit 3 c'harg, ha lakait 1,2,3 hervez ar pezh a blijfe deoc'h ar muiañ.

Gwener

Staliañ (adalek 2e goude merenn)
 Degemer (5e-8e noz)

skubellenn e-pad an ehanoù

Mont e-barzh ar fest-noz (9e-11e)
 Tavarn ar fest-noz (7e-9e, 9e-11e, 11e-1e)
 Renkañ ha kempenn sal ar gouelioù (1e-3e vintin)

Sadorn

Dijuni
 Fardañ merenn (11e-1e)
 Merenn renkañ, skaotaj (1e-3e)
 Prientiñ sal ar fest-noz (4e-7e)
 Fardañ koan (4e-7e)
 Koan renkañ, skaotaj (8e-10e)
 Kempenn, ober war-dro ar privezioù, privezioù sec'h,

Sul

Dijuni
 Fardañ merenn (11e-1e)
 Merenn renkañ, skaotaj (1e-3e)
 Kempenn, ober war-dro ar privezioù, privezioù sec'h, skubellenn e-pad an ehanoù
 Kempenn salioù ha kouskva (5e-6e)

Kenweturiñ

Kinnig a rit plasoù ? Pet ? Klask a rit ur plas ?

Peseurt hent ha pegoulz ?

Mont :

Dont :

Stalig

M'ho peus traoù da werzhañ pe da ziskouez er stalig, lârit deomp petra ?.....

Traoù da gas

Boued dous pe sal evit ar pred rannet d'ar Gwener da noz, ur sac'h kousket, un deltenn (ma kouskit war an dachenn-gampiñ), ur werenn adimplij evit pakañ banneoù, ho pinvioù sonerezh.

Graet eo..... d'an.....
Sinadur

* Ur strollad tud, bet stajidi DABU pe DARE, a ra war-dro aozadur ar fest, gant skoazell an UBAPAR. N'eus ket bet krouet kevredigezh ebet ganeomp.